



K A N

GRÉT ÉVIT

BADÉANT TRI GLOC'H NÉVEZ

ENN

PLOUNÉVEZ-QUINTIN

Tox — *Quelocn pé Zantez Mari...*

Diskan

Bennoz d'éhoc'h , aotrou 'n Eskop , d'éhoc'h ivé trugare
Da vézan deût da vadéin dimp-ni tri gloc'h névez :
Ia , eur béden a lérimp évid-hoc'h à galon
Zùl gwech ma klévimp ho mouez dimeûz ann tour o son.

I

Er blavez mil hag eiz kant daouzek ha tri-ugen ,
Déz voël zant Mikel arc'hél , difenn ar gristénien ,
Barz enn Plounévez-Quintin lido braz a zo bet ,
Tri gloc'h névez enn dez-zé enô zo badéet.

II

Pédet gant ar persoun mâd Dom Per Mari Chélin
Eskop zantel Zant-Briek , hé hano Aogustin
A oa dirédet joaûz da vadéin ar c'hléier
Grét ho zri enn Ploermel gand ar breur kér Fulbert.

III

Enn déz-zé enn Plounévez ar bobl a drô-voar-drô
A oa deut gant lévénez da wélet ar lidô,
Da zaludi ho Eskop, da gléved ar c'hléier;
Deuz ann tour bréman ho mouez a sav sklentinn er.

IV

Béan oa ivé éno é leiz a véléien,
Ha noblanz ha bourc'hisien gant-tré tud a bluen,
Oll dirédet gant joa vrâz da gaérad ar lidô
Ha dré ezho ho hunan ha dré ho hanoio.

V

Ha goudé-zé, kristénien, mar felfé déhoc'h klévet
Hano paéroun ha maéroun peb kloc'h zo badéet
Klasket enn brô Breiz-Izel hanoio ann nôplan
Ha da genta e kéfet Bahezre ha Guébrian.

VI

Ia, paéroun nobl ar c'hloc'h brâz eo ann otrou Bahezre
Penn-her Bahezre de Lanlay zo enn Plounévez Maer,
Ar Gountez de Guébrian eo ar vaérounez,
Enorusoc'h hanoio na gavéet jamez.

VII

Ha maérounez ann eil kloc'h eo ann Itrôn Gilbert,
Ann Aotrou Bourhis adjoint gant-hi a zo kompaer;
Daou hano int hanvéet ha karet er vrô-man,
D'éhoc'h hépkén, tréménidi, d'éhoc'h hépkén hen laran.

VIII

Hag ann drier kloc'h bréman en deûz évit paéroun
Dom Per Chélin, eur guir dâd, deûz ar barrôz persoun,
Ha gant-han eun Itron vâd dimeûz a Lez-pervet;
Hanvet Itron Berthelot, hano aman karet.

IX

D'éhoc'h bréman, Plounévéz, eun ali a vignôn :
Pa gléfet ho klaéier kaer dimeûz ann tour o son,
Chélaouet ho mouez sklentin o laret d'éhoc'h oll sklaer
Pedi ann Aotrou Doué da derri hé goler.

X

Teir gwec'h bemdez sonoint d'éhoc'h stoui oll d'ann daoulin,
Ha da greiz dez ha d'ann nôz hag ivé da vintin,
Da laret ann Angelus enn énor da Vari
A zo guir vamm da Zoué hag ivé hon mam-ni.

XI

Ho c'hlévet a riet c'hoáz épâd ann déz liez
O son truézuz ar c'hlâz évid ann anaoun kéz,
Eur béden neûzé laret 'wit ho tadou-kôz
Zo martézé barz ar boan c'hortoz ar baradôz.

XII

Eur vech ar zûn o kléfet ho mouez meurbed sklentin
Ho kervel d'ann oféren da zek heur, da vintin ;
Ha neuzé drant ha joaûz diredet d'ann iliz
D'adori ho kuir Doué ha da heuil ann ofiz.

XIII

Enô neûzé daoulinet dirak Doué ar Mâb,
Pédet évid ann Iliz, pedet évit ar Pâb,
Evit hoc'h Eskop zantel a neûz d'éhoc'h badéet
Tri gloc'h évit ho kervel da vont d'ar joauzed.

F. M.

Aotreadur ann Aotrou CHATTON, Chaloni.

14

It should be noted, however, that the
of the latter part of the year, and
of the former part of the year, and
of the latter part of the year.

15



The coat of arms is a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner at the bottom with the motto 'RUUM ET MENT'.

16

The coat of arms is a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner at the bottom with the motto 'RUUM ET MENT'.

17

The coat of arms is a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner at the bottom with the motto 'RUUM ET MENT'.

The coat of arms is a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner at the bottom with the motto 'RUUM ET MENT'.